

298

Chanson nevez

(348)

Gret dre Simon Le Coat, secretour an Autrou Sous-Prefet deus a
Montroules, evit exhorti ar bobl da zisual eus an
intenterien cogeou faos, ha d'euz eur rei d'ar urz vad.

Var toy: Adieu, Pontreou, va her natal.

Fransichen, mignonet ar peoc'h ag ar gijer drangibite,
Louis-trivac'h so gameoc'h, fin zo d'hor halamite.
Doue hen d'eussan digasset evit ober hor boneur,
Birvigen na vezimp troublet, birvigen n'hor be maleur.

Ar Roue, he houarnamant, dre 'r brassan activite
A ra peb-tria certenamant evit hor prosperite,
Evit hyahat ar gouliou gret gant hon adversourien
En amzer ar fallentou dimeus ar fals-fransichen.

Doue en deveus lavaret beomp chonch hen e gomso
M'ho sicouro, n'heur sicouret. Divoallomp eus goal-deodou
Pere a zo en onn touesq torch an tan goal hen ho dorn
Evit clasq lacat ar guemesq, ar glahar ag ar spouron.

Ar blei arraget eus ar Franç, an n'ini e revinas
He scoas eus a beb drouc-chanz eus e goad en eur vagas;
Chasseet pell eus an Europ, birvigen mui ne zroublo;
Louis-Trivac'h zo breman crog, birviquen na ziscrogo.

(349)

Ar bobl en antier a bromet marchan evit er souten,
Louis a vezo quendalhet peb hini a deui d'en difen.
Ar Republik ha Bonapart ho deus collet ho armo.
N'ou deus mui aon rag ar hanfart distrujet eo he charmo.

Nen deveus mui a armeou, ney deus mui a zoudardet
Na meint nemert en ureou dimeus he gamaradet;
Pere eb ners, eb esperanz, eb sicour hac eb souten,
A zisuel eus treust en aparanz queit a n'eus queit eur bloezen.

A chonch oc'h eussu, tud va bro, er helou e peb fezon

Eus a vis even a var. dro bet gret var Napoleon :
 A lavarret victorius heñ hag e oll armeou
 Ebars he plennou Fleurus pellec'h voa an brevennou .

Peur-fin he arme voa neuse ene e varvas e bouvoar,
 Quer mad e peas an deis-se oll gouliou ar victoar.
 Ha Franç anezàn delivret eurus bremañ n'eur gavo
 N'espèt d'ar bleizy arraget, rag Doue e zicouro .

(350) Rac-se ta, tud vad, tud honest, distromplet an dud diot
 Pere da gredi a zo prest da guement a ve dibot.
 Leveret dre pevar horn Franç a zo en drangilite,
 N'espèt d'ar valiç, d'ar vangeañ en hent ar prosperite .

Chonch on meus er gonscription, chonch er lezen a garnaiç,
 Chonch mad er requisition en liberte an garnaiç.
 Chonch er massacrou so bet gret a zirag hon daoulagat;
 Pellec'h may n'hini nan deus bet da neubenta eur vahat?

Vive Louis hor Roue mad ! Vive ar famill a Bourbon !
 D'ar berad divea hon goad n'ir kendalc'ho var e drou.
 Nin laqfe quentoc'h hon drasta vid donet da bermeteg,
 Ve gred eneb dezan netra na dey all d'hor homandeg .

Nan, nan, c'hui tadou ha mamou, c'hui breudeur ha c'hoarezet,
 C'hui merc'het ha c'hui priejou, birriquet na bermetfet
 Neb mest en Franç med eur Bourbon, e famill mad-oberour,
 Dezi e kaparchant an tron, hi erzo hor quir zicour .

Evidoc'hu pere zo bet tromplet dre an apparang,
 Ag a viscoas n'oc'h eus caret met zilvidiquet ar Franç .
 Deut, distroet eus an erreur da pini evoc'h livret;
 Deut armã, vefimp vel breudeur en eur union barfet .

(351) A c'hui, tud fall, tud dangerus, c'hui tadou an oll quier,
 Querzet vell loënet furius, da guzat d'ar c'hoareger :
 E fonç an Arzi pe n' Affrig querzet-tu pell diouzomp,
 A quesset ganec'hu ho cliç, eurussoc'h en em gaffomp . Fin .

22 c'hoerret 1816 .

(Vol. VII, p. 348-351.)
 strophes non numérotées.